


Lekred-kegin cookies chokolad !

Arzennoù : • 85 gramm amann blataet

- 85 gramm sukr
- 1 sac'hadig sukr vanilhet
- 1 vi
- 130 gramm bleud
- 20 gramm poultr kakao
- 1 loaiad vihan holen
- 1 loaiad vihan goell kimiek
- 200 gramm malzennoù chokolad
- 125 gramm kraoñ-kelvez



Petra der :

En ur vlen, ouzhpennit an amann meret gant ur spanell, ar sukr, ar sukr vanilhet hag ar vi. Meskit pep tra.

Goude-se, ouzhpennit ar bleud, ar poultr kakao, an holen, ar goell kimiek, ar malzennoù chokolad hag ar c'hraoñ-kelvez. Meskit gant ho taouarn betek kaout un toaz. Erit echuiñ, kemerit un tamm toaz ha grit boubouigoù gant ho taouarn, ha pladit ar voubou gant an dorn.

Lakait er forn da 180°C e-pad 15 munutenn.

Recette de cookies au chocolat !

Ingrédients:

- 85 grammes de beurre ramolli
- 85 grammes de sucre
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1 œuf
- 130 grammes de farine
- 20 grammes de poudre de cacao
- 1 c à c de sel
- 1 c à c de levure chimique
- 200 grammes de pépites de chocolat
- 125 grammes de noisettes

Préparer :

Dans un bol, mettre le beurre ramolli avec une spatule, le sucre, et l'œuf. Mélangez tout.

Ajoutez la farine, la poudre de cacao, le sel, la levure chimique, les pépites de chocolat, et les noisettes. Mélangez avec les mains.

Pour finir, prenez un bout de pâte et faites des petites boules avec vos mains, et aplatissez à la main.

Mettez au four à 180°C pendant 15 minutes.

Consignes :

-> Imprimer les fiches,

- Lire le texte en s'aidant de l'enregistrement dans l'article.
- Puis le relire seul•e.
- Comprendre le texte : Pour comprendre la recette, vous pouvez regarder la vidéo.
- Faire la fiche compréhension du texte ci-dessous. 1) relier les mots et les réécrire, 2) dessiner ce qui est écrit, (tout mélanger – faites des boules – aplatissez les boules à la main) 3) vrai ou faux : réponse : faux, vrai, faux, vrai.
- Vous pouvez ensuite réaliser la recette en demandant à votre enfant de lire et de vous expliquer chaque étape !

Faire des cookies peut être un bon moyen pour se motiver à lire et comprendre ! ☺

anv :

deiziad :

Kompren testenn "rekipec'h cookies c'hokolad" :

- Liamm an aozennoù ouzh ar skeudenn. Adskriv ar gerioù e skritur stag.

Kakao

Holen

Malzennoù c'hokolad

Kraoñ-kelvez



- Tres ar pezh a zo skrivet

Meskit pep tra

grit boulouigoù

pladit ar vouloù gant an dorn

Gwir pe gaou :

	gwir	gaou
Meskit bleud kaotigell sukr ha dour.		
Meskit gant ho taouarn ha grit boulouigoù.		
Pladit ar vouloù gant ul loa.		
Kemerit un tamm toaz gant ho taouarn.		